

Rann miret evit an aozerien							
€ Ok	Reol ¹ .diab.	Timbr kaset	Doser klok (deiziad)	Urzh enrollañ	ml	pred	Dave Lec'hiadur



Le comité de soutien de l'école Diwan de Lannion organise	Aozet Gant Kuzul Skoazell Diwan Lannuon
1er Marché aux vinyles, BD et livres	Marc'had kentañ ar pladennoù du, ar bannoù-treset ha al levrioù
Dimanche 27 janvier 2019	D'ar sul 27 a viz Genver 2019
Sal an Ursulinezed e Lannuon	

Anvadur ofisiel an embregerezh (tud a-vicher) :-----

Niv. RUKAD (tud a-vicher) :-----

pe

Niv. Ar gartenn-anv pe ar paseporzh : -----

Anv hag anv-bihan an den e-karg : -----

Chomlec'h : -----

Kod-post : ----- Kêr : -----

Pellgomz : ----- Postel : -----

Traoù kinniget : -----

Metradur : ezhomm am eus kaout metrad linennek x 6€ = €

* Graet e vo hervez an dafar a vo prestet deomp gant an ti-kêr ha ne c'hellomp ket gwarantiñ deoc'h e vo kevatal rik hirder an taolioù gant ar metradur bet goulennet ganeoc'h.

Pred : ur pred a vo kinniget deoc'h, evit 7 €

> fellout a ra din mirout pred (paet war al lec'h)

Evezhiadennoù: -----

Da vezañ kaset en-dro a-raok :

10 a viz Genver 2019
(Niver a blasoù bevennet)

Me, issiner(ez) Ao / ltron ----- a

ziskler bezañ lennet hag asantet reoliadur diabarzh 2019 asambles gant ur golo-lizher timbret evit al lizher kadarnaat a vo kaset deoc'h (ma n'ho peus chomlec'h postel ebet).

Deiziad :

Sinadur :

**1^{er} Marché aux vinyles,
BD et livres**

**Marc'had kentañ ar pladennoù
du, ar bannoù-treset hag al
levrioù**

LANNUON, d'ar sul 27 a viz Genver 2019

Marc'had - Diskouezer

- article 1. Aozet e vez ar marc'had gant ar gevredigezh « Kuzul Skoazell Diwan Lannuon » lec'hiet e : SKOL DIWAN, 15 hent ar skol, Logivi ☐22300 LANNUON. Da geñver an darvoud-mañ e vo lakaet e gwerzh pladennoù du, bannoù treset ha levrioù nevez pe eil dorn ha dastumadegoù.
- article 2. Aozet e vo d'ar sul 27 a viz Genver 2019, etre 9e ha 18e.
- article 3. Stallet e vo e-barzh sal an Ursulinezed, 5 Plasenn ar vrogarourien, 22300 Lannuon
- article 4. Degemeret e vo : an dud a-vicher hag an hiniannoù, dindan ziviz ar reolennoù skrivet amañ dindan.

Divizoù evit kemer perzh

article 5. Asurañsoù aozerien ar marc'had ha perc'henned al lec'h na sellont ket ouzh ar pezhioù, arrebeuri, ha gwerzhadoù diskouezet war ar stalioù. Ur wech lakaet o anv ne vo ket posubl d'an diskouezerien sevel amoug a-enep d'an aozerien. – Kuzul Skoazell skol DIWAN de Lannuon, pe perc'henned al lec'h – ha ne vint ket atebek war al laeroñsi, an torr, an disleberadur, hag all... a c'hellfe c'hoarvezout e-pad an abadenn, da vare an dispak pe an adpak. Asurañsoù a-enep al laeroñsi, an tan, an dour pe asurañsoù atebegzh keodedel a vo afer pep diskouezer.

article 6. Gant ma vo plas a-walc'h evit degemer anezho e c'hell kemer perzh an holl dud a-vicher hag an holl hiniannoù a vo bet kaset ganto an teulioù meneget amañ dindan :

ar chekenn amberzadur (war anv Diwan)

ar fichenn enskrivañ leuniet ha sinet

ur golo-lizher timbret gant ho chomlec'h (ma n'eus chomlec'h postel ebet ganeoc'h)

- article 7. Resevet ha studiet e vo an enskrivadurioù ganeomp. Asantet e vo an enskrivadurioù gant an aozerien pe get, hep bezañ rediet reiñ abegoù an diviz. Ma vez nac'het un enskrivadur gant an aozerien e vo restalet an arc'hant bet kaset dezho.
- article 8. Priz al lec'hiadur a zo : **9€** dre vetrad linennek.
- article 9. Kregiñ a raio an dispak d'ar **sul 27 a viz Genver 2019 adalek 7e30**. Ret e vo d'an holl stalioù bezañ **prest da 9e**.
- article 10. Posubl e vo d'an aozerien reiñ ar plas a oa bet miret ganeoc'h d'unan bennak all adalek **8e30** ma n'oc'h ket bet gwelet war al lec'h d'ar poent-se.
- article 11. Difennet eo : lakaat sonerezh war ho stal, gwerzhañ traoù dañjerus pe dilañvas, diskouez pe gwerzhañ loened, skignañ traktoù ha brudfollennoù, goulenn an aluzen.
- article 12. Ret e vo d'an diskouezerien dastum o lastez a-raok mont kuit.
- article 13. Roet e vo peb a facturenn deoc'h war al lec'h, devezh an abadenn.

Sinadur an diskouezer

Kuzul Skoazell Diwan Lannuon
<http://diwanlannuon.bzh/kuzulskoazell/>

REOLIADUR DIABARZH

Daremprediñ : 06.17.98.31.55
kuzullannuon@gmail.com

Meneg dornskrivet « lennet hag asantet »

Deiziad :